

# DANS LES PETITES ENTREPRISES AUSSI, FAISONS RESPECTER NOS DROITS !

Travailleurs des entreprises de moins de 11 salariés, apprentis, employés de particuliers, intermittents, assistantes maternelles, permanents associatifs, étudiants-salariés... du 28 novembre au 12 décembre, votons pour un syndicat de lutte, à même de défendre nos intérêts !

## SLB, SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BRETAGNE

SLB organise les travailleurs sur l'ensemble de la Bretagne et lutte pour rompre avec les pratiques syndicales des grandes centrales peu revendicatives et ultra-centralisées.

- Pour un syndicalisme de lutte, c'est-à-dire refusant le faux « dialogue social » pratiqué par les grands syndicats et misant sur le rapport de force dans chaque centre de travail. Ce n'est pas dans les salons dorés de l'Élysée que nous obtiendrons satisfaction !
- Pour un syndicalisme de classe, organisant les travailleurs de Bretagne à la base, leur donnant la parole et les moyens de lutter par eux-mêmes.
- Pour un syndicalisme internationaliste, antifasciste et pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
- Pour un syndicalisme prenant en compte la réalité locale et les besoins spécifiques à la Bretagne, concernant notamment notre territoire et nos langues.

## SLB, UN SYNDICAT QUI CONNAÎT BIEN LA RÉALITÉ DES TPE

Etre travailleur d'une TPE, ce n'est pas toujours facile : contrats précaires, salaires de misère, heures supplémentaires non rémunérées et/ou imposées, pénibilité, normes d'hygiène et de sécurité peu ou pas respectées et pour certains cumul des emplois. Et bien souvent, face au patron, il est difficile de se faire entendre sans délégué du personnel ou délégué syndical, pour nous représenter et nous défendre. Et les conditions des travailleurs tels que les employés de particuliers sont encore plus dures du fait de leur isolement.

Cet isolement, ces difficultés à se faire entendre, ont une solution : le syndicat. Cet outil de lutte et de revendication qu'ont su construire les travailleurs, est, peu importe la taille de l'entreprise dans laquelle nous travaillons, notre seul instrument collectif pour agir et lutter dans les intérêts de notre classe. Les élections, comme celle dans les très petites entreprises, sont un des moyens d'action des syndicats, mais ne doit pas être le seul.

**ORGANISONS-NOUS POUR EN FINIR AVEC LES MAUVAISES CONDITIONS DE TRAVAIL,  
LES SUPPRESSIONS DE POSTE ET LA PRÉCARITÉ !**

## DANS LES TPE, AVEC SLB, DÉFENDONS NOS DROITS ET EXIGEONS :

- L'amélioration générale de nos conditions de travail et veiller à l'application de la convention collective correspondant réellement à l'activité exercée
- La fin des heures supplémentaires imposées et/ou non rémunérées
- La limitation du travail du dimanche aux activités qui l'exigent réellement
- Un salaire minimal de 1500€ net pour tous et l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes
- L'interdiction des temps partiels imposés et des contrats précaires et la limitation stricte du recours à l'intérim
- Une vraie liberté de formation professionnelle, de qualité et pendant les heures de travail
- Des visites médicales systématiques pour les employés de particuliers
- Un cadre de négociation collective spécifique à la Bretagne, c'est-à-dire comprenant la Loire-Atlantique, permettant l'amélioration des conditions de travail en général et d'avoir des délégués dans les entreprises de moins de 11 salariés.

**VOTONS SLB ! VOTOMP SLB !**



# RA VO DOUJET OUZH HOR GWIRIOÙ E-BARZH AN EMBREGEREZHIOÙ BIHAN TRE IVEZ !

Labourerien embregerezhioù dindan 11 goprad, deskidi, implijidi an dud prevez, astalerien, magourezed, gopridi ar c'hevredigezhioù, studierien a labour, etre an 28 a viz Du betek an 12 a viz Kerzu votomp evit ur sindikad stourm a zifenko hon interestoù !

## SLB, SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH

Aozañ a ra SLB al labourerien war vreizh a bezh ha stourm a ra evit chom a sav gant doareoù kreizennet betek re ar sindikadoù bras a azgoulenn re nebeut.

- Evit ur sindikalouriezh stourm da lâret eo a nac'h ar fals « diviz sokial » zo perzh ar sindikadoù bras a ziazez e ober war ar c'heñver nerzh e pep kreizenn labour. N'eo ket e saloñsoù aour an Elysée e tapimp diouzh hon c'hoant !
- Evit ur sindikalouriezh a renkad a aoz labourerien Breizh deus an diaz, en ur reiñ ar gaoz dezhe ha doareoù da stourm o unan.
- Evit ur sindikalouriezh etrebroadelour, enep-faskour, evit an ingalded etre ar baotred hag ar merc'hed.
- Evit ur sindikalouriezh a gemer e kont ar gwirvoud lec'hel hag hon ezhommoù arbennik evit Breizh, war dachenn an tiriad hag hor yezh.

## SLB, UR SINDIKAD A OAR MAT GWIRVOUD AN EBT

Ne vez ket aes atav bezañ labourer en un EBT : kevratoù bresk, goproù a vizer, eurvezhioù ouzhpenn nann paeiet pe rediet, poan, reoladoù yec'hederezh ha surentez doujet re nebeut pa vezont, hag evit lod sammañ div vicher.

Hag alies a-walc'h dirak ar patron, e vez diaes da vezañ klevet hep dileuriad an implijidi pe dileuriad sindikad, evit komz en hon anv ha difenn ac'hanomp. Ha doareoù al labourerien evel an implijidi d'an dud prevez a vez kaletoc'h c'hoazh abalamour ma vezont o unan penn.

Ur respont zo d'an diaesamantoù-se : ar sindikad. Ar benveg a stourm hag a azgoulennoù o deus gouezet sevel al labourerien a vez, ne vern pegen bras eo an embregerezh a labouromp enni, ar benveg stroll nemetañ evit ober ha stourm evit mad hor renkad. An dilennadegoù , evel a re e embregerezhioù bihan tre, zo un doare d'ober evit ar sindikadoù met ne dle ket bezañ an hini nemetañ.

**UNANOMP EVIT PAOUEZ GANT AN DOAREOÙ FALL DA LABOURAT,  
AR POSTOÙ LABOUR SKARZHET HAG AR BRESKTED.**

## EN EBT, GANT SLB DIFENNOMP HOR GWIRIOÙ HA GOULENNOMP GROÑS :

- Ma vo gwellaet dre vras hon doareoù labour ha taolomp pled ma vo doujet ouzh an emglev stroll a zere gant hon tachenn labour evit gwir
- Ma vo paouezet gant an eurvezhioù ouzhpenn dre ret ha nann paeiet
- Ma vo aotreet da labourat d'ar sul nemet evit an obererezhioù a rank bezañ graet d'an devezh evit gwir
- Ur gopr diazez a 1500 € rik evit an holl ha goproù kevatal evit ar baotred hag ar merc'hed
- Ma vo difennet ar postoù labour darn amzer dre ret ar c'hevradoù bresk hag evit ma vo un harz sklaer d'al labour etreadegerezh
- Ur gwir frankiz d'en em stummañ war dachenn ar vicher, a galite ha war an amzer labour
- Bizitoù medisin reizhiaddek evit implidi an dud prevez
- Ur framm a varc'hata stroll arbennik evit Breizh, da lâret eo gant departamant al Liger-Atlantel, a rofe an tu da wellaat an doareoù labour dre vras ha da gaout dileuridi en embregerezhioù gant nebeutoc'h evit 11 goprad.

**VOTOMP SLB ! VOTONS SLB !**

